



CHANSON BACCUS



Eus a zoues ar Bayanet,
Baccus e zeo an idol.

E hanzo Yan Vourdel,
C'hoas an deus mil hanzo drol.

Antreomp en hostaliri,
Harça eta camarad.

Tostait aman va mignon,
Ma momp peb a choptmad.

Àn Tad Santel en e Bales,
Gandt e oll Cardinalat.

A ev guin a chopinadou,
Hlep sonjal en drouk ebet.

Ar Venech en o c'houentchou,
Ar vèleyen teglet mad.

Ne deus cvit o forsion,
Nemet bep a chopinad.

Ni etresom camaraded,
A Zant Pol a Zant Anton.

Pa deu eur mignon d'lor guelet,
A redoubl hor portion.

Deut eur mignon d'hor guelet,
Doublit din eur chopinad.

Ha me na vin qet scrupulus
En quichen eur voutaillad.

Pa ven em goll gontantamant,
Hag em oll blijadurez

Eur mignon ganen assembles
Potraman eur vignonez.

A zo guelloc'h eur traitour,
A zirazoc'h ho meulo.

Hag a rayo goab ac'hanoc'h,
Goudé ze ho tierio.

Gouelc'h an taçou-ta queguiner,
Quers betec ar variqen,

Ha ma vanc dezi he halan,
Laqua sao dindan he fenn.

Tout e ranquo beva evet,
Hep na chomo eur berad

Quen ma yelomp eus an ty-man,
Evo lipped an tufad.

Manqet eo he halan dezi,
Ne deu mui nemet al ly.

Harça eta camaraded,
Demp-ni pepini d'e dy.

An hostis ac an hostizez,
O deus servichet mad.

O deus roet demp sclerijen,
Hed an de da labourat.

Lipet e eus tout ar guin coz,
Al liqueur al lodivi.

Ha sonjom monet da eva,
Ne ziverez batna mui.

Harça eta camaradet,
Poent e dem en em guittat.

Pa vo deut ini neve,
Ni'm bo peb a ehopinad.

En han Doue pa vin maro,
Ne zoni quet ar c'hlazou din.

Ar piton ac ar goerenou,
Ar reze a sonno din.

E scol Baccus ma beus desquet,
Goro pis ar variquen.

En azo cun den a speret,
Bez a deuze cals a squient.

En han Doue pa vin maro
A intêret e caw ar guin.

Va zreid dindan eur variquen,
An duelen eus va min.

Ar heradou a sivero,
A goco e bars ma guinou.

Ha mar deu dezi didala,
Goale'he va c'halonem bezo.


Harça eta compagnuez,
Breman fello dêc'h clavet.


Piou a deuz var sujet Baccus,
Ar son neyez compostet.

An hini n'eus e compostet,
A zo ur baleer brô.

En eur eva chopinadou,
Divinit piou e hano.

FIN.





me a vije n' em implijet da zonet da gomposi
Eur c' himiat leun eus a c' hlaç' har, grêt da gonscrivet
yaouanq,
O deus tennet ar billet du ebars er blaves prezant.
Ebars er bla mil eis cant c' hoec' h, ar bemp a vis guen-

CHANSON POTRET PLOUILLAU

Var ton : ADIEU, PONTREO

M'am bije speret da gompren, evel a meus fantazi,
Me a vije n' em implijet da zonet da gomposi
Eur c' himiat leun eus a c' hlaç' har, grêt da gonscrivet
yaouanq,
O deus tennet ar billet du ebars er blaves prezant.
Ebars er bla mil eis cant c' hoec' h, ar bemp a vis guen-
golo,
E zeo diguuet adare eus a baros Plouillau,

Tud yaouanq evit an arme, tud eus ar re derrupla ;
Glac haret è o oll ligne, p'o guelont o partia.

Da bartia gant an actif ne zeus qen nemet pévar :
Ervoanic Jacob, eus ar bourg, ha Guiljan ar Meleda ,
Ha Yannic Prat eus ar Goajou ha Pipi an Aveant :
Pévar den eus ar re vrava, corfou caer ha tud vaillant,

Ervoanic Jacob a lare en deiz-se d'e gamarad :
Emâ a zo un devez trist hac a ra din calonad !
Guelet va mam baour o vooela, ha va zad qèz desolet !
Va c'halonic ebars em c'hreiz zo dija qazi rannet.

Calz a sonchfe dé, marteze, penos e ven ur poltron,
Em be aon rac un ten fuzuil pe rac ur vouled canon,
P'otramant aoun rac ar fatiq, o vale dre an hentchou,
Pe gousqet var ur guele can ebars er c'hordegardou.

Douguen va dillat var va chouq, va fuzuil ha va zabren
Bale bemde a guér da guér dre ar fanq hac ar vouilien;
Ha goude e fin va beach rancout marteze campi,
Pe gousqet var an douar yen, pe otrament bivoaqi.

Tor o deus an neb a sonch se ; ma c'haljent lenn em
c'halon

Evit guelet va bolonte ha va inclination ;
Ma na fotfet nemet va goad, me en scuilfe tout joaüs
Evit souten hon Impalaër, un tad quer carantezus !

Piou ne gombatte qet hardi gant un Impalaër chris-
ten !

Ur gaus quer just hac e hini a zo facil da zouten,
Pa zomp memprou da Jesus-Christ, soudarded an Aviel
Bugale da Zoue an Tad, templou d'ar Speret-Santel,
Arça eta, camaradet, qent quittat eus hor c'hontre,
Demp-ni da illis Plouillau da suplia hon Doue
D'or preservi demeus goal chançh pa vezimp en armecou
Ha da gonsoli bars er guér hon tadou hac hor mamou,
Adieu d'êch, Autrou Saint Millau, patron eus ar baros-
mà ;

Adieu, querent ha mignonet, cessit brêma da vouela :
Pedit Doue hac ar Verc'hes da gavet soign ac hanomp,
Hac hon. El mad d'hor c'hunduo partout e lec'h ma
zefomp.

Adieu, va mab, va esperanq, eme an tad desolet ;
Piou a gonsolo da dud paour goude ma vi partiet ?
Pa vin accablet gant cosni, me vo clévet o laret :
Ma vije va mab qèz er guér, en dije va soulajet.

Clévit ar vam o qimiadi ive digant e buguel :
Deut amâ c'hoas ma c'hambrassin ur vech qent eguet
mervel ;
Aben ma returni d'ar guêr me vo êt eus ar bed-mâ
Deus amân etre va divrec'h evit ar vech diveza.

A guichen ar moment fatal ma c'heus tennet d'ar
billet,
Bemnos vel ma fo din cousket, me a seblant da velet
O tont eus eur gombat sanglant, va eur chariot blesset;
Pe tolet en eun hospital, gant an oll abandonnet
Ar soudard yaouanq contristet, c'hoas qent eguet partia
Evit essât o c'honsoli a lavar, en eur vouela :
Tavit, va zad ha va mam baour, ha bevit en esperanç :
Doue, tad a visericord, a so bras e Brovidanç.

Goude ma vo fin d'ar brezel ha goneet ar victoar,
Gant graç Doue hac ar Verc'hes, e vezò fin d'ho clac'har
Evit merq eus hor vaillantis gant lore deus hon tocou,
Ni a zistroyo prest d'ar guêr evit sec'hi ho taelou.

Adieu da baros Plouillau ha d'e oll habitantet,
Adieu d'hon oll anaoudeguez, ha qerent, ha mignonet :
Ha ma na memp qet ar boneur er bed-mâ d'en em velet,
Graç deomp ebars er Barados assambles d'en em gavet.

FIN

Propriété

burgh o' thought wi' thairin o' man in front.)
An' Jepp's door to his chamber's an' smal'-like room)

laird

that bed is ours to us; an' they're tellin' us that we're

an' all done in time if we're to get along and

we'll want usse's an' last mornin' is mornin' A

laird

soles ab' tridde a om, tapetus ab' ent'z rooms

tho'ld fortell us ev'ryt'ing we see an' hear;

O'

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam


Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le

the laird he is our possessor, but he'll be grandam

Le



Flowers.